

an eilvet klas : ul lusk nevez

an eurvezhioù-kelenn, al labour hiniennel

Bloavezh kentañ an adreizh eo. Evel en holl liseoù e vez klasadoù etre 30 ha 35 lisead. Klasket e vez chom hep kargañ ar sizhunvezh betek re ha daouhanteriñ ar c'hlasadoù pa vez tu. Pevar c'hlasad 31 lisead a zo e 2018-2019. Pevar c'hlasad 33 a oa e 2017-2018.



2019-2020	gant ar c'hlasad a-bezh	gant an hanter-glasad pe rummad
BREZHONEG	2 eurvezh	1 eurvezh
GALLEG	3 eurvezh	1 eurvezh
YEZH 1 (SAOZNEG)	2 eurvezh	1 eurvezh
YEZH 2 (KASTILHANEG PE ALAMANEG)		2 eurvezh
ISTOR-GEOGRAFIEZH	2 eurvezh	1 eurvezh
SES	1,5 eurvezh	
EMC	0,5 eurvezh	
SPORT	2 eurvezh	
SKIANTOÙ NIVEREL HA TEKNOLOGIEZH		1,5 eurvezh
SVD		1,5 eurvezh (arnodiñ)
MATEMATIK	3 eurvezh	1 eurvezh
FIZIK-KIMIEZH	1,5 eurvezh	1,5 eurvezh (arnodiñ)
HEULIÑ-HENTAÑ-DONAAAT-SKOAZELL		1 eurvezh
PRANTAD BUHEZ-KLAS	etre 0,5 hag 1 eurvezh	

Danvezioù-dizoleiñ all a zo da zibab. N'eus hini ebet ret evit mont d'ur c'hentañ klas resis.

ARABEG	1,5 eurvezh
KLEWELED, C'HOARIVA PE ARZOÙ (A ZEU OUZHPENN EN HH)	1 eurvezh

E-tro 2 eurvezh labour hiniennel a vez bemdez, diouzh ar mareadoù ha diouzh al liseidi evel-just.

aeasaat an tremen

Ur c'hlas endermeniñ eo an eilved, da sikour al liseidi da sevel o raktres stummañ. Setu ar pezh a zo aozet el lise evit aeasaat an deskiñ :

- Daouhanteriñ ar c'hlasadoù ar muiañ ma vez tu.
- **Kempouezañ ar bloavezh** : tennañ gounid eus miz Kerzu ha kaout ur gwir drede trimiziad
- **Kempouezañ ar sizhunvezh** : labourat d'ar Merc'her goude merenn a-benn echuiñ abretoc'h d'al Lun, hag d'ar Gwener.
- **Stardaat an darempredoù kement gant al liseidi ha gant o familh(où).**
- **Labourat war merañ an amzer** : klask reiñ en a-raok un daolenn eus an deverioù, d'al liseidi ha d'ar familhoù.



engavioù hiniennel

« Faotañ a ra deomp pouezañ war ar gounid
a vefe da gaout en un eskemm tric'horn
kerent-lisead- skipailh pedagogel, ha n'eo ket
en unan kerent-skipailh nemetken »

an implij-amzer

Amañ da heul e kavoc'h skouer implij-amzer ul liseadez en eilved ar bloaz-mañ.

	D'AL LUN	D'AR MEURZH	D'AR MERC'HER	D'AR YAOU	D'AR GWENER
8 e		brezhoneg	skiantoù ekonomikel ha sokial		skiantoù ekonomikel ha sokial
9 e				buhez ar c'hlas	skiantoù ar vuhez hag an douar
10 e 10		kastilhaneg	galleg	galleg	
11 e 10	sport	saozneg		matematikoù	istor geografiezh
12 e 05					ehan - pred
	ehan - pred	ehan - pred	ehan - pred	ehan - pred	
1 e 10		istor geografiezh		fizik-kimiezh	brezhoneg
2 e 10	skiantoù niverel ha teknologel	saozneg	matematikoù		
3 e 10	saozneg		arzoù pe c'hoariva	kastilhaneg	
4 e 20	istor geografiezh	matematikoù			
5 e 20	galleg	fizik-kimiezh			
6 e 15				heuliañ-heñchañ	

deiziataer ar prouadoù : merañ an amzer

Genver		C'hwevrer	
L	1	Y	1 Kastilhaneg
M	2	G	2
M	3	S	3
Y	4	S	4
G	5	L	5
E	6	M	6 Mat
S	7	M	7 Geogarfiezh
L	8 english test	Y	8 Krouaz hent micher
M	9	G	9
M	10	S	10
Y	11 kartenn da rentañ	S	11
G	12 english test	L	12
S	13	M	13
S	14	M	14
L	15 english test	Y	15
M	16 SVD	G	16
M	17 Arabeg	S	17
Y	18 Kastilhaneg	S	18
G	19	L	19



« Ur benveg eo a-benn sikour al lisead da verañ e amzer. Setu aze ur pal eus ar re bennañ en Eilved. Ur perzh a c'hell bout kemeret gant ar gerent ivez. Diglok eo an deiziataer evit ar poent : un nebeud prouadoù a c'hellfe bout ouzhpennet. »
Tennet eus ul lizher kaset d'ar gerent